

KIS-757 – Br. **un** ha deveradoù.

(GE – 11 05 02)

LOAZIOU

Br. *un* (< Kt. **oinos*) zo en e gichen an deveradoù : *unan*, a oa bezant endeo e henvrezhoneg ; *unvan*, o sevel d'ar c'hrennvrezhoneg, displeget e luniadur dre *un + man* "hañvalad" gant PELletier¹ ; *unvez* b., roet evit ar wech kentañ gant GReg., deuet moarvat diwar *un + gwez* (evel *distervez*, *skuizhvez*).

ARVERIOU

un, unan

Damarun eo arverioù *un* hag *unan*. Koulskoude, tra ma arverer *un* ken evel adanv, ken evel raganv, e tebarzher hogos bepred da *unan* un arc'hwel raganv².

Er yezh lennegel e veze aliet d'ober gant *un* evel adanv bepred. Koulskoude, ent kaozeek, e lavarer kenkoulz *e un* hag *e unan* — evel e henvrezhoneg a du 'rall : *dedi hi hun* (VBEG 259). Er yezh resis, e yezh ar preder pergen, e degouezhioù 'zo e kaver bastusoc'h degemer *un* da raganv, sk. : *an an-un, an evit-an-un* (sl. KIS-347, La-09, p. 16).

¹ ERNAULT a chome en entremar, o termal etre daou zisplegadur : “MANIER manière [...]. C'est, je crois, ce mot qui, ayant perdu sa dernière syllabe *-ier*, se trouve former le second terme du composé moy. bret. *unvan, un van, unvoan, un moan* égal, semblable ; comparez *vnuanyer* l. unimodus C, et *un van, a un manyer* B 310” (GMB 390). Hogen, pelloc'h : “[...] je m'en tiens à la vieille étymologie de Pel., par *un + man* ; n'oublions pas que *man* existait comme nom distinct, et existe encore” (*ibid.* 539).

² “An hini ecunañ eus an anvioù-gwan pegementiñ eo ar ger-mell amstrizh *UN (ur ul)*. Pa vez raganv e vez lakaet *unan* en e lec'h” (YBRB. p. 263). Un nemedenn zo bet ranket ober d'ar reolenn dezgeriet gant KERVELLA : dalc'hmat e vez lennet *unan* ar sifr 1 e dibenn an niveroù adalek 21 (nemet an niveroù oc'h echuiñ dre 11), sk. : *tregont unan kilometr* (pe, d'ar muiañ, *tregont un kilometr*) ha n'eo ket : **tregont ur c'hilometr*, en hevelep doare ma lavarer *tregont unanvet* ha n'eo ket **tregont kentañ* (sl. KIS-615, La-12, p.310).

Va un(an), da un(an), h.a. zo lodek er rumm skorelloù o harpañ un haeradenn, pe **skorelloù ataeriñ** (Gl. *assévératives*) pe **ataerelloù**. Er rumm-se ez eus ivez furmoù raganvel (va zi *din*, evidon *me*), adverbel (amañ *end-eeun*), h.a. Merkomp e vez renket an ataeriñ gant an dareulerion er *gourleuniañ* (Gl. *explétion*), sl. KIS-359, La-09, p. 97.

Notomp e vez bepred bezant mui pe vui er geriennoù *va unan*, h.a. un durc'hadur niveriñ a arbouezer diouzh ret dre un eil ataerell : *va unan penn, va unan kaer*, h.a. Notomp ivez, evit an hanez, an arver eus *unanel* er ster a roomp hiziv da *hiniennel* : “[...] ar vuhez, kevredigezhel kentoc'h eget *unanel*” (Roparz HEMON, *Gwalarn*, niv. 20, 1929, p. 5).

En holl yezhadurioù ez ezreveller arverioù *un* ken evel niver, ken evel gougevreded (ger mell : *un den*, adanv : an *un den*, raganv : *un bras hag un bihan*) ; ouzhpennomp an arver evel pennanv : “evit Plotinos, ne c'haller devezout na lavarout ar Mad pe an *Un*” (KIS-706, La-14, p. 104).

Kinnig a ran ober **gougevreded**¹ (Gl. *indéfinité*) eus un neuziad gramadeg a dalvez da zistreiñ un termen diouzh an durc'hadur ster hiniennaat. Skouerioù :

~ *un den* — *un* a vir ouzh *den* a ergeñveriñ ouzh an den-mañ den ;

~ *an un den* — *un* a lam diouzh *den* nep keal estreget hemañ : an den ez eus anv anezhañ en degouezh B eo an hini end-eeun ez eus anv anezhañ en degouezh A hep e spizañ muioc'h ;

~ *pep den* — "an holl hiniennoù eus un teskad tud lavaret" ;

~ *nep den* — "kement hinienn a c'haller lavarout anezhañ « un den »”.

Heñvel dra, e kinnigan ober **henner**² (Gl. *définité*) eus un neuziad gramadeg a dalvez da dreiñ un termen ouzh an durc'hadur ster hiniennaat. Skouer :

¹ “Gougevrediñ zo anezhañ savelañ ur c'heñver a hinienn da rummenn pe a rummenn da usrummenn. An doare eeunañ da verkañ ur gougevreded zo *ober gant ar ger mell amstrizh* (pe gant ezvezañs ar ger-mell el liester). « Un den » a dalvez : « un hinienn eus ar rummenn den ». An divoud merket gant « un den » a reer ur *gougevreded* anezhañ” (SADED, *Yezhadur* 3, pp. 1-2). A-zivout *gougevrediñ*, sl. ivez KIS-316, La-08, pp. 243-245.

² “Hennañ zo savelañ henned un dra bennak. An hennad a verker dre ar *ger mell strizh* ha kement doare kevatal. An hennañ a eneber ouzh ar gougevrediñ : ar gougevrediñ o savelañ ar c'heal a rummenn, an hennañ ar c'heal a hinienn. Dre ar gougevrediñ ne lakaer kemm ebet etre an hiniennoù, setu perak e komzer ivez eus *divoud amspis* ; dre an hennañ, ouzhpenn ober anv eus ar rummenn, e spizer an hinienn, setu perak e reer eus an hennad un *divoud spis*. « An den » a dalvez moarvat "un hinienn eus ar rummenn den", hogen n'eo ket forzh pehini, an hini a spizer ha n'eo ket unan all” (hervez SADED, *id.*, p. 2).

~ *an den* — *den* a zec'her keal ar rummenn, *an* avat a zegerc'h ar c'heal evit e arloañ ouzh un hinienn, an hinienn-se o vezañ ul louer (savelet evel unveziad) pe ur goubar (savelet evel spesad, mab den e kemm ouzh ar spesadoù bev all)¹.

Arveret evel rakger, en deus *un-* ar c'hemeradur niverel : *unpenn, unroud, untu, unyezh*.

Liesek eo steriegezh *unan-* ; arveret e vez :

a) da verkañ ur sell ouzh an hinienn a-gevenep d'ar sell ouzh un amgant erdalekoc'h, sk. : *unandarzh* "diorreadur an hinienn vev adalek an engehentiñ betek an azvded" (Et. *ontogeniezh*), diforc'h diouzh an *hildarzh* "emdroadur ar spesadoù" (Et. *filogeniezh*) ;

b) da verkañ ur c'heñver amdeadezh, sk. : *unanvezeziñ* "a-zivout ur boblañs, bevañ diwar he c'henderc'hadoù he unan", *unanborzher* "a-zivout un aveadur o pourchas tredan dezhañ e unan" ;

Kinnig a ran ober **amdeiñ (amdo-)** eus distreiñ ar gwezhierzh etrezek ar gwezhier ; ur verb rumm eo o verkañ ken an emober eeun (od emoberel, emod²) gant gouzrec'hioù (*emwalc'hiñ, emvagañ*), ken an emober ameeun (amod²) (*emc'houlenn*), ken ar c'horwered er bevion hag en ijinenoù (*emgefren, unanazasaat, unandrezalc'h*). Notomp tuadur ar yezh kempred da arverañ *em-* evit an emober gant ar gouzrec'hioù hag *unan-* evit an argerzhioù korweredel.

c) da verkañ keñverioù kemplezh, ar skouer splannañ o vezañ an *unangomz* "komz en ezvezañs ur c'henbrezeger gwerc'hel" ; dezrannet eo bet steriegezh an termen e KIS-415, La-10, p. 24 ; ar gemplezhded en degouezh a denn da liested ar savboentoù : *a)* savboent an arselliñ ergorel : an den a gomz zo e unan penn — *unprezeger* eo ; *b)* savboent ar vredoniezh : an den a gomz outañ e unan — *embrezeger* eo (sl. KIS-417, La-10, pp. 33-34) ; *g)* savboent ar c'hoariva : an den dre e gomz a lak kenbrezegerion derc'hel da ziwanañ — *dezerc'her* eo.

UNEL

¹ A-zivout azlamm ar gougevrederioù hag an hennerioù war arver orioù *bezañ*, sl. KIS-554, La-11, p. 346 -347), n. 1.

² Sl. SADED, *Yezhadur* 0, p. 9 ; DOKB. p. 17.

Reveziadenn gentañ Br. *unel* gant ar ster a vremañ zo en droidigezh a reas Alan HEUSAFF diwar NIETZSCHE, embannet gant *Preder* e 1962¹. Br. *unelezh* hag *unelaat* a gaver en droidigezh a reas ABANNA diwar Fr. DUYCKAERT e 1958², gant kemeradurioù all avat, bet dilezet abaoe : "unded", "unvanded" evit an anv, "unaniñ", "unvaniñ" evit ar verb. Hiziv e roer da *unel* ar ster kentradet e 1962 "n'eus nemetañ, dieil" ha da *unelezh*, *unelaat* ar sterioù ketep "bezañ unel", "dont/lakaat da vezañ unel".

Unel zo dezhañ ur c'hemeradur niverel, an hini a gaver gant ar rakger *un-* : *mab unel* a dalvez kement hag *unvab*.

E yezhoù all, e-kichen ar gerioù arveret er c'hemeradur niverel, diouzh an erdal enta, ez eus gerioù all durc'haet diouzh an ental, a lak e penn kont aoz ur gouzrec'h o vevañ e unan penn, en diouer a getpared, hep kavandenn. Da verkañ ar c'hemm etre an daou gemeradur e ra ar galleg gant *unique*, *seul* diouzh un tu, gant *solitaire*, *isolé*, *esseulé* diouzh an tu all ; ar saozneg gant *sole*, *only*, *single* er ster niverel, daveadel, gant *solitary*, *lonely*, *lonesome* er ster gouzrec'hel, enlenadel. E-keñver ar ster-mañ diwezhañ e chom skort ar brezhoneg : *digenvez*, *dizarempred*, *dihentad* a dalvez kenkoulz evit an dud hag evit al lec'hioù, *digeneil*, *digavandenn* a zave kentoc'h d'an amveziadoù eget da aoz ar gouzrec'h ; diemsav all : ar pleg daveadel degaset gant ar rakger *di-*.

Un hanc'her eus ar prezeg kaozeek a rofe marteze an tu da voulc'hañ un hent : soñjal a ran e Br. (*e*) *unanik* meneget gant VALL. a-dal da ESSEULE³ ; eno ez eo hipokoristek al lostger bihanaat *-ik*, o tegas un ton a gantaezegezh, o tougen enta etrezek ur c'hemeradur gouzrec'hel¹.

¹ Friedrich NIETZSCHE, *Evel-se e komze Zarathoustra*. Pennadoù troet hag addispleget gant Alan Heussaff, *Preder* 35-36 : "an holl gelennadur-se a-zivout an hini *unel* ha leun he dilusk [...]", p. 64.

² *Keal an emrenerezh psikologek*, kaier kentañ *Preder* : "An oberiegezh nemeti o chom gant an hinienn eo sevel ur meni *unelezh* arzaouel etre al luskoù kevenep ouzh he gervel", p. 17. "Hon organegezh ken psikek ken fiziologek a vez *unelaet* hag en em stign en-dro d'un emell dibar", p. 17.

³ Sl. ivez TROUDE : "UNANIK. Ce mot qui n'est autre que le diminutif de *unan*, se place après les pronoms personnels, à l'instar et avec le sens de *unan*, mais particulièrement quand il est question de jeunes enfants : *me va-unanik*, moi tout seul. Il s'emploie aussi pour toute personne, quand on veut appuyer sur l'isolement où l'on se trouvait à un moment donné. *He-unanik edo neuze*, il était tout seul alors" (TDE.BF. p. 648).

¹ Kemeradur a gaver en droidigezh diwar NIETZSCHE kentveneget : "En diwezh e teuas an noz, avat, hag un avel yen a c'hwezhas war an *unanig*" (p. 19).

Kentoc'h eget *unanik* avat, war-benn diarbouezañ un arliv kariadek betek re, e kinnigfen ober gant Br. *unik* — furm anavezet e krennvrezh-oneg evel amprest gallek a c'hallfed he addeveizañ hag he addesteriañ diwar batrom Br. *eeunik* — kevelep a du 'rall da Kb. *unig* "only, sole ; lonely". Da zeveadoù Br. *unik* e ve *unigez* g., *unigroez* g. na ve ket pell o ster diouzh hini o c'heveleboù Kb. *unigedd* "lle unig ; y stad o fod yn unig", *unigrwydd* "y stad o fod yn unig (wrtho'i hun)".

Ar c'hevatalioù gallek da Br. *unel* zo *unique* ; da Br. *unelezh* zo *unicité* (hag *unité*²) ; da Br. *unelaat* zo *devenir/rendre unique* (hag *unifier*³) ; da Br. *unelour* zo *unitaire, moniste* (hag *uniciste*⁴) ; da Br. *unelouriezh* zo *unitarisme, monisme* (hag *unicisme*⁴).

UNDED

Despizadur furmel *unded* zo "bezañ un". Ne dalvez an despizadur-se nemet evit kemeradurioù 'zo eus ar ger.

Er-maez e chom ar c'hemeradurioù kementadel ma reer peurliesañ gant *unan*, *unanded*.

Da verkañ ez eo A ha B an *un* tra (ent korfel pe ent speredel) e lavarer ez int *unan*. Sk. : "Tad santel, mir anezho [...] evit ma vezint *unan* eveldomp" [La. : ut sint *unum*] (Yn. 17, 11). Merkomp e reer en degouezh gant *unan* evel raganv, gant *un* evel adanv (an *un* tra) hag evel rakger (*unliv*). Da livañ ur gwiad, pe e tanvezer *lies liv*, livioù diseurt — ent gramadegel ez eo "livioù" ul *liester* hag e komzer eus *liested* al livioù danvezet ; pe e tanvezer *ul liv* hepken — ent gramadegel ez eo "liv" un *unander* hag e komzer eus *unanded* al liv danvezet, nemet ez eo an disoc'h ur gwiad *unliv*. Kempoell e vije bet komz eus **unded* al liv, eus **under* gramadegel. Gwriziennet emañ *unander* er yezh hag an disklot

² Termen ankewer e-keñver poell, o testiñ neoazh ur rikladur ster trabedel hervez an erougan : pezh a zo *unan* zo *unel*. Amañ n'emañ ket al lec'h da zezrevell istor an doazhadurioù a-zivout an *un* — a ve evit gwir istor ar brederouriezh he unan.

³ E-keñver Gl. *unifier* e talvez ivez an n.2 a-zioc'h diwar-benn *unité* ; un abeg ouzhpenn evit arverañ *unifier* eo ezvezañs ur verb deveret diwar *unique*.

⁴ Hervez *Lexis*, e ve an *unicisme* (termen kentradet e 1872) an doazhadur mezegel a anavez an un arbenn d'ar strafuilhoù kreudal ha d'ar strafuilhoù bredel. Mar 'm eus soñj mat, ne 'm eus kavet biskoazh reveziadenn eus Gl. *unicisme* pe *uniciste*.

furmel meneget ne spir ket evel abeg d'e zilezel¹. Eürusat disklot e voe, goude holl, na reiñ ur c'hemeradur kementadel da *unded* : kemplezh a-walc'h eo endeo skalfad e gemeradurioù doareadel.

Keal doareadel ar "bezañ un" a zec'herier peurliesañ dre Br. *unded*. Kemplezh eo neoazh steriegezh an termen.

a) Ur boud hep parzhioù, na c'haller ket rannañ, a lavarer ez eo *un* hag e komzer eus e *unded*.

Ar ster-mañ a gaver gant henbrederourion 'zo : “Mar bez ar boud, e rank bezañ *un* ; hag ar boud *un* a rank bezañ hep korf : rak mar en dije teveded, en dije parzhioù ha ne vije mui *un*” (RENOUVIER, o tiverrañ SIMPLICIUS, nevezplatonad a 'r 5t-6t kantved, e LALANDE, *Voc. Phil.* 1159).

b) Emañ *un* o toareañ ur beziad a c'hoarvez eus parzhioù met na oufe bezañ rannet hep mont da get. Emaomp aze dirak un argraf a zo bet pleustret warnañ gant prederourion an 20t kantved, gant Hans JONAS pergen, a zo *unded andoniek* an hinienn vev, a zezgerier evel *unded* o trebadout, evel *treüded andoniek* (Sz. *originative identity*). Stadañ a reer ur meni diruzadur er reizadoù : er par kevadegel ned eo ket *unded* an hinienn vev estreget un *unded* daveadel, jedoniel, niverel : *un* eo ganti he unan, a lavarer c'hoazh : *en arun* ganti he unan ; er par treadegel eo e wisk an *unded* he ster leun : *treüded* eo, dre berzh ar c'hevren-mañ : an hinienn er pred B zo an *un* hinienn hag er pred A — an *arunded* o vezañ neuze “*arunded* an hinienn vev gant al lanvad danvez he ampar³”.

c) Emañ *un* o toareañ un ergorenn ambredet er par buhezel, ha hi pe derc'hel, sk. : *unded* ur jedoniezh (pa na oufe bezañ darallet un erganad anezhi hep dislavarout ar pep all), pe gwerc'helaet, sk. : *unded* ur riez (pa 'z eus anezhi un derc'henn vred ha war un dro gwerc'hennoù e rezh ur gevredigezh, ensavadurioù, h.a. — notomp an despizadur politikel roet da Frañs : “Republik *un* hag anrannadus”). Un dezrann, na c'haller ket ren en amgant an notenn-mañ, a ve kreizet war ar c'heñver etre an *unded* vevedel evel m'he deskriv Hans JONAS hag an undedoù buhezel ; penaos, etre traoù all, intent *treüded* ur genel, ur riez, ur gravez... †

¹ VALLEE eo a ginnigas e 1919 : “SINGULIER en terme de grammaire, *unander*, m.” (VFBR.Vall. p. 492).

² Sl. KIS-540 – Hinienned ha treüded e preder Hans JONAS, La-11, pp. 210-241. En notenn-mañ e tipleger ar c'hemm etre *treüded andoniek* ha *treüded kedet* (Sz.JONAS *accorded, loaned*).

³ KIS-540, *id.*, p. 227.

¹ Boulc'het eo bet ar studienn-se e KIS-471, La-10, pp. 265 hh.

Notomp c'hoazh ar c'hemeradur arbennik en deus *unded* en istor ar c'hoariva : hervez “reolenn an teir *unded*” e tlee ur pezh diskouez un darvezadur hepken o tremen en ul lec'h hepken dindan un devezh.

UNANENN

Br. *unanenn* a arverer er Jedoniezh hag er Ventawouriezh :

Er Jedoniezh e reer *unanenn* eus un elfenn niveroniell a ya da furmiñ an niveroù. Sk. : “En ur mil(iad) ez eus dek kantad pe kant degad pe mil *unanenn*” (JEDO.6, p. 5).

Er Ventawouriezh ha, dre se, er Ventoniezh, en Alvezoniezh, er Vevoniezh, h.a. e reer *unanenn* eus ur braster savelet evit bezañ diazez da vuzuliañ brasterioù all a un ventenn. Sk. : “An *unanenn* c'horread er reizhiad M K S zo ar metr karrez.” “An amper eo *unanenn* vuzuliañ an tredanread.” “Da zoenañ an insulin e reer gant *unanennoù* etrevroadel (*international units, IU*).” “An euro eo *unanenn* voneizel riezoù 'zo en Europa.”

UNVEZ

Ster kent Br. *unvez*, evel m'en meneg GReg. oa doareadel : “*qualité de ce qui est un. — L'unité de Dieu, an unvez eus a Zoüe*” (a lavarfed hiziv “*unded Doue*” pe “*unelezh Doue*” hervez ar c'hemeradur). Gant GON.FB. e lenner : “*unité, s. f. Ce qui est opposé à la pluralité. Qualité de ce qui est un et de ce qui n'est qu'un. Kêvrédigez, f. Unvez ou unvaniez*” ; gant GON.II : “*unvez, s. f. Unité, ce qui est opposé à la pluralité. Ce qui exprime une seule chose. Ce mot est peu usité*” (a lavarfed hiziv *unelezh* a-gevenep da *lieselezh*).

Dilezet eo bet ar c'hemeradur doareadel hag e talvez *unvez* kement hag “elfenn eus un hollad dezhi un derez unded dre he ferzhioù enien pe ezien”. Sk. : “Ar c'hevreadur zo hollad an araezadoù arveret da eren kenetrezo an *unvezioù* yezh er frazenn” (KIS-531, La-11, p. 155). “An termen darvezad a c'hallfed arverañ ivez e-lec'h darvoud evel *unvez* eus an darvezadur” (KIS-590, La-12, p. 185). “*UNITE de consommation, de contrôle, économique, de production, de vente, urbaine unvez veveziñ, reoliñ, armerzhel, kenderc'hañ, gwerzhañ, kêrel (tolpad kêrel)* ; (inform.) *UNITE centrale unvez kreiz, unvez kreiz keweriañ, kewerier g.-où kreiz*” (GEAK. p. 241). “*Unvez imbourn'h unité de recherche, unvez kelenn unité d'enseignement, unvez klañvdiañ unité d'hospitalisation*” (KIS-368, La-09, p. 212). “*ORGANE de commande* ♦ *control unit* ♦ *unvez reoliñ, unvez lankañ, reolež*” (GEME. p. 33).

UNVAN

Lavarout a reer ez eo *unvan* an ergorenn he deus un derez unded pe en he diabarzh, etre he elfennoù, pe etrezi hag ergorennoù all. An derez unded a c'hell kemer :

~ ur furm gementadel. Sk. : “UNVANDOLZ aa. (kv. Br. *unvan, tolz*) diwar-benn un danvez, ur c'horf, h.a. a zo kement ha kement e dolz e pep lec'h ennañ” (DAGB63. p. 88). “UNVAN aa., (Kim) diwar-benn un danvezenn o tiskouez d'an imboure'h bezañ ur seurt rannigoù hepken ouzh he ober” (DAGB64. p. 119) ;

~ ur furm doareadel

≈ en traoù. Sk. : “Ur gwiad moulet *unvan*” (a c'hell bezañ lies liv ha lies lun warnañ, an unvanded o vezañ hini an dasparzh eus al livioù ha/pe al lunioù). “Ar yezh *unvan*” (o kaout unded en he doareoù pennañ : skrivadur, yezhadur, h.a.) ;

≈ en dud. Sk. : “*Unvan* eo meno ar boblañs war ar poent-mañ poent.”

UNEK

Al lostger *-ek* a verk un durc'hadur diouzh an ental : *unek* eo an dra-mañ tra pa vez ennañ un arvez unel — dres evel ma 'z eo *denek* sell ar c'hi a zo ennañ un dra bennak *denel*¹. A rumm neuziadurel emañ *unek* gant *daouek, triek ...*, *liesek*. Un tun evit gouzout hag *unek* a zleer arverañ en un degouezh eo arnodiñ deveradoù all : ur gambr evit un den en ul leti ned eo ket ur gambr *unel* pe un *unkambr* (an div c'herienn o talvoud kement ha "n'eus nemet unan, dieil") ; ur gambr *unek* eo, an arvez desellet o vezañ unelezh ar gouzalc'hiad¹.

A-gostez e lezan an deveradoù all diwar *un*, pa na sav kudenn neuziadurel pe steradurel ebet ganto, pe pa 'z eus anezho termenoù arbennik bet despizet en amgant an diskiblezhioù m'o arverer, pe c'hoazh termenoù deuet gant ur skrivagner pe kinniget gant ur yezhour :

~ diwar *un* : *unad*², *unadek*³, *uniad, uniadur, uniañ, uniedigezh, uniezh ...*

¹ Sl. KIS-093, La-05, pp. 69-70.

¹ Kammsteriek e ve plakañ Br. *kambr hiniennel* war Gl. *chambre individuelle*.

² Sl. La-11, p 128 ; La-15, p. 367

³ Sl. JEDO.II, p. 13.

~ diwar *unan* : *unanaat, unanad, unanadel, unanadelour, unanadur, unanaus, unanegezh, unanek, unanekaat, unanel, unanelezh, unanelour, unanelouriezh, unanennel, unanidigezh, unanien, unaniezh, unaniñ, unanouriezh, unanveder, unanus ...*

~ diwar *unded* : *undedel, undedour, undedouriezh ...*

~ diwar *unvan* : *unvanaat, unvanadur, unvanded, unvander, unvaniad, unvaniañ, unvanidigezh, unvaniezh, unvaniñ, unvanour, unvanouriezh, unvanus ...*

~ diwar *unvez* : *unvezañ, unvezus ... (unveziat ha deveradoù zo a orin all : < un + beziat).*